

# Da feiz hon tadou koz

Traditionnel

Harmonisation : Pierre Moret

**♩ Diskan**

Soprano  
Da feiz hon ta - dou koz, ni pao - tred Breiz I - zel, ni

Alto

Ténor  
Da feiz hon ta - dou koz, ni pao - tred Breiz - I - zel, ni

Basse

5

S  
zal - c'ho mad a - tao; 'Vid feiz hon ta - dou koz, hag en-dro d'he ban - niel, ni

A

T  
zal - c'ho mad a - tao; 'Vid feiz hon ta - dou koz, hag en dro d'he ban - niel, ni

B

11

S  
oll en-em star - do. Feiz ka - ret hon - ta - dou, mor - se ni ho na - c'ho, Ken

A

T  
oll en-em star - do. Feiz ka - ret hon ta - dou, mor - se ni ho na - c'ho, Ken

B

17

S  
toc'h ni a var - vo, \_\_\_ Ken - toc'h ni a var - vo, \_\_\_ Ken - toc'h ni a var - vo! \_\_\_

A

T  
8  
toc'h ni a var - vo, \_\_\_ Ken - toc'h ni a var - vo, \_\_\_ Ken - toc'h ni a var - vo! \_\_\_

B

23

S  
O

A  
O

T  
8  
1.D'ar c'hrou - a - dur bi - han, \_\_\_ e ki - chen - nig e ga - vel, E la - kit eur vamm  
2.D'ar paotr, d'ar plac'h ya - ouank, c'hwi 'zis - kouez hent ar fur - nez, C'hwi 'la - var: "It gan -  
3.D'an den koz, gwenn e benn, \_\_\_ e korn an tan a - ze - zet, O skuilh dae - lou a  
4.D'an den di - war ar mez, \_\_\_ ken - koulz ha d'an den a vor, C'hwi a ro nerz - ka -

B

29

S  
O 1.Er boan hag en an - ken, \_\_\_ hi  
2.Be - zit tud ya - ouank Breiz, \_\_\_ be -  
3.War - lec'h kalz a boa - niou, \_\_\_ c'hwi  
4.Gou - zout a reont en nenv, \_\_\_ e

A  
O

T  
8  
vad, \_\_\_ en deiz e - vel en noz; \_\_\_ O  
tan \_\_\_ hep kre - na di - rak den; \_\_\_  
geuz \_\_\_ war e am - zer gen - ta, \_\_\_  
lon \_\_\_ da stourm er boan a - tao; \_\_\_

B

34

S  
a daol bu - an eur zell, War groaz san - tel Je - zuz, he sonj er ba - ra - doz. zit e - pad ho pu - hez, A - tao gwir gris - te - nien, trei - tou - rien bir - vi - ken!" la - var, Sal - ver ka - ret, Er ba - ra - doz e vo eü - rus - ted e - vi - tan. ka - vint holl dor zi - gor; Ar vu - hez 'vo bet tenn; d'an dru - builh, ke - na - vo!"

A

T  
O O

B  
O O

Commana, 21 janvier 2009

### A la foi de nos vieux pères

**Refrain :** A la foi de nos vieux pères, nous, enfants de Bretagne, serons toujours fidèles.  
Pour la foi de nos vieux pères, autour de cette bannière, nous serons tous unis.  
Foi bien aimée de nos pères, jamais nous te renierons. Plutôt mourir !

1. Tout à côté du berceau du petit enfant  
Veille une bonne mère jour et nuit ;  
Dans la peine et dans l'angoisse, elle jette vite un regard  
Vers la croix de Jésus et pense au paradis.
2. Au garçon, à la jeune fille, vous montrez le chemin de la sagesse.  
Vous dites : "Prenez ce chemin sans crainte.  
Soyez, jeunes de Bretagne, tout au long de votre vie,  
Toujours de vrais chrétiens, des traîtres, jamais !
3. Au vieillard aux cheveux blancs assis près de l'âtre,  
Qui verse des larmes de regret sur sa jeunesse,  
Après tant de peines, vous lui dites, Sauveur bien aimé,  
Qu'au paradis il y aura pour lui du bonheur.
4. A l'homme de la campagne comme à l'homme de la mer,  
Vous donnez la force de résister toujours à la peine.  
Ils savent qu'au ciel ils trouveront tous la porte ouverte ;  
La vie aura été pénible ; aux tracas, au-revoir !